

Pierre HERVÉ

La Guerre de 1914-1918

Le 28 juin 1914, l'archiduc héritier de l'empire austro-hongrois François-Ferdinand est assassiné à Sarajevo (Bosnie).

Le 3 août, l'Allemagne envahit la Belgique et déclare la guerre à la France.

Le temps des illusions.

Tout le monde croyait en une guerre courte. Monsieur Poincaré, Président de la République, disait : « L'ALSACE et la LORRAINE seront reconquises en quelques semaines. »

L'Allemagne : Un mois sera suffisant pour détruire l'armée française ...

Nous irons à la guerre la fleur au fusil !...

Nous irons couper les moustaches de Guillaume !...

On pouvait lire sur les wagons bondés de soldats, écrit à la craie en grandes lettres : « Train de plaisir pour Berlin ».

« Nous serons de retour dans trois semaines... »

La réalité

Les trois semaines durèrent plus de quatre ans. Tout de suite, les combats furent violents et sanglants. Les soldats français portant pantalon rouge et veste bleue, coiffés du képi en toile, se battirent courageusement. Le casque viendra plus tard. ; hélas, trop tard pour beaucoup ! L'uniforme, par la suite, sera « bleu-horizon », couleur plus discrète.

De grandes pertes.

Un régiment composé en majorité de Bretons perdit 1100 hommes en une après-midi ; le même régiment attaqua avec 1800 hommes : 110 en revinrent. Le régiment de Vannes perdit 60 % de son effectif devant Verdun.

Les conditions de vie.

Elles étaient pénibles. Les hivers dans le Nord et l'Est de la France sont rudes. Le thermomètre afficha - 20°C en janvier 1917. Après le dégel venaient la pluie et la boue qui envahissait tout. Le corps humain subissait les pires agressions : Engelures, plaies purulentes... Il y avait aussi, dans les tranchées, des rats : Ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient, pain, beurre, chocolat... Ils mangeaient aussi les vêtements. N'oublions pas les poux, les puces et la vermine, compagnons de misère.

Les blessures.

L'artillerie va provoquer 70 % des blessures entre 1914 et 1918, sans compter les tirs des mitrailleuses. Une nouvelle arme de guerre apparaît : Les gaz de combat. Pour se défendre contre ce poison, il fut ordonné aux soldats, dès qu'ils sentaient une odeur suspecte, de se couvrir le nez d'un mouchoir mouillé pour empêcher le gaz de passer. Par la suite, il fut créé des masques assurant une meilleure protection. Trop tard pour des milliers de soldats qui remplissaient les hôpitaux. Un médecin écrivait : « *Les hommes se roulent par terre, toussant, crachant le sang.* »

Beaucoup de combattants furent blessés : 3 595 000 pour la France ; blessés deux fois pour la moitié d'entre-eux, et trois ou quatre fois pour plus de 100 000. Beaucoup revinrent à la maison avec une jambe ou un bras en moins ; d'autres étaient aveugles.

Pierre HERVÉ

Ar brezel pevarzek

D'an 28 a viz mezheven eo droulazhet François Ferdinand, hêr eus an Impalaeriezh Aostria ha Hungaria e Sarajevo (Bosnia)..

D'an tri ha viz Eost, an Alamagn he deus aloubet Belgia ha disklêriet ar brezel ganti da Vro-c'hall..

Amzer an touelloù.

An dud a sonje dezho e vije berr ar brezel ! An Aotrou Poincaré, Prezidant ar Republik a lavare : A- benn un nebeut sizhunioù e vo adc'honezet an Elzas hag al Loren.

An Alamagn : Ur miz a vo a-walc'h evit distrujañ an arme C'hall.

Ni a yelo d'ar brezel gant bleunioù e beg hor fuzuilhoù.

Ni a yelo da droc'hañ voustachoù da Wilherm !

Lenn a raed war ar bagoniou leun a soudarded, skrivet e lizherennoù bras gant kleiz gwenn “ treñ plijadur evit mont da Verlin “; pe c'hoazh “Bez e vimp en –dro a-benn teir sizhun !

Ar gwirvoud

An teir sizhun a badas ouzhpenn pevar bloaz. Diouzhtu e vo taer ar stourmoù , ha gwadek. Ar soudarded, gwisket gant brageier ruz ha chupennoù glaz,ur galabousenn lien war o fenn en em gannjont gant nerzh-kalon. An tokarn a zeuy diwezhatoc'h, re ziwezhat evit kalz tud, siwazh ! Da c'houde e vo glaswenn al lifre, ul liv diaesoc'h da welet.

Kolloù braz

Ur rejimant Bretoned en deus kollet 1 100 den en ober un endervezh ; ar memes rejimant a dagas gant 1800 gwaz, ne zeuas ken nemet 110 den en dro. Ar rejimant eus Gwened a gollas 60% eus e soudarded dirak Verdun.

An doareoù da vevañ

Start e oant. Ar goañvoù en tu sav-heol hag en tu hanternoz da Vro-c'hall a vez kalet. Ar gwrezverker a verkas –20° e miz genver 1917. Goude an diskorn e teue ar glav hag ar pri a lasteze kement tra. Ar c'horf denel a c'houzañve sakadoù spontus : Goavennoù ha goulioù linek. Bez oa ivez, er fezelloù-difenn: Razhed. Ar re-mañ a zebre kement tra a welent : bara, amann, chokolad; debrñ a raen dilhad ivez. Hep disoñjal al laou, ar c'hwen, am amprevaned, ar geneiled a vizer

Ar gloazioù

Ar c'hanolierzh zo kaoz da 70% eus ar gloazioù etre 1914 ha 1918, hep kontan an tennadoù gant ar mindrailherezed. Ur benveg brezel nevez a teu war wel : an aezhenn-vougañ. Evit en em zifenn ouzh an ampoezen-se , e oa bet gourc'hemennet d'ar soudarded , kerkent ma klevant ur c'hwezh fall, lakaat ur mouchouer gleb war o fri da herzel ouzh an aezhenn da dremen. Goude e oa bet graet maskoù a vezed diwallet efedusoc'h ganto. Re ziwezhat evit ar miliadoù a soudarded a oa o leuniañ an ospitalioù. Skivet en doa ur medisin : O ruilhal emañ ar wazed war an douar en ur basaat hag en ur dufal o gwad.

Kalz tud a oa bet gloazet evit bro-c'hall : 595 000 a dud ; an hanter diouto bet tapet div wech ha teir pe beder gwech evit ouzhpenn 100 000 diouto. Kollet c'har, vrec'h ganto ; lod all a oa dall.

Les porteurs de mauvaises nouvelles.

La femme de maire regardait par la fenêtre le domestique qui attelait le cheval au char à banc, sous une pluie battante. Elle demanda à son mari :

« Où vas-tu par un temps pareil ?

- Je suis obligé de me rendre chez Anna, à la ferme de... ; son mari a été tué au combat.

- Mon Dieu, encore un ! Sais-tu à quel endroit ?

- C'est la première fois que je vois ce nom : Verdun. »

Dans la cour d'une ferme, deux femmes travaillent, la mère et sa fille. Celle-ci, dans un moment, va apprendre qu'elle a perdu son mari. Soudain, un bruit de roues ferrées sur la route...

« Qui peut bien se promener par un temps pareil ? Mais c'est la voiture du maire Mon Dieu, il vient ici ! De mauvaises nouvelles certainement, j'en ai peur ! »

Dans l'après-midi, les cloches de l'église annoncèrent à tous : Un homme jeune est mort loin de chez lui, en défendant son pays.

Les maires des sept communes ont dû, pendant les années de guerre annoncer aux familles la disparition soit d'un fils, soit d'un époux, et parfois accomplir cette pénible démarche plusieurs fois dans la même famille.

Les pertes dans le Pays Fouesnantais.

Le tableau suivant montre les pertes.

Communes	Population en 1911	Nombre de victimes	Pourcentages De pertes	Proportion De victimes Par habitants
Bénodet	1362	76	5.56%	Un pour 18
Clohars	706	28	3.97%	- - 25
Fouesnant	3411	181	5.31%	- - 19
Gouesnac'h	1150	39	3.39%	- - 30
La Forêt	2092	104	4.97%	- - 21
Pleuven	967	44	4.55%	- - 22
St-Evarzec	1586	82	5.11%	- - 20
Total	11 294	554	4.91%	- - 21

La moyenne nationale des pertes est d'un homme tué pour 28 habitants, et pour l'ensemble de la Bretagne, un homme tué pour 14 habitants.

Le souvenir.

Le premier janvier 1917, il y avait 5 141 074 hommes mobilisés. Aujourd'hui, il en reste une poignée. Le doyen, né le jour de Noël 1894, est âgé de 111 ans. Il vit aujourd'hui avec une balle dans la tête et une autre dans le bras. Les soldats, pendant plus de quatre ans, combattirent avec courage et abnégation contre un ennemi impitoyable.

La guerre terminée, chaque commune voulut élever un monument en souvenir des combattants tués au front.

Regardons celui de Gouesnac'h : Quatre marches conduisent au monument constitué par un cube surmonté d'un polyèdre à quatre faces. Sur les côtés du cube sont gravés les noms des braves tombés sur les champs de bataille. Une croix de guerre domine l'ensemble.

Les monuments de Clohars, La Forêt et Saint-Évarzec ressemblent à celui de Gouesnac'h.

An dougerien keleier fall

Gwreg an Aotrou Maer a oa o sellet dre ar prenestr,ouzh ar mevel a oa o stagañ ur marc'h war ar charabañ, dindan glav bras. Goulenn a reas gant he gwaz :

“Da belec’h emhout o vont gant n’amzer ken fall se ?

- Ret din mont da wel Anna Viroue ; he gwaz a zo bet lazhet.

- Ö ma Doue, unan c’hoazh ! E pelec’h ?

- Ar c’hentañ gwec’h eo diñ da lenn an anv-se : Verdun. »

E porzh ar verouri, div vaouez zo o labourat , ar vamm hag he merc’h. Homañ a-benn ur pennad a ouezo he deus kollet he gwaz. En un taol kont, trouz roudoù houarnet war an hent...

“Piv zo o vont gant an hentoù gant an amzer ken fall-se ?

- Ma Doue, gwetur ar maer eo ! Amañ emañ tont. Keleier fall, m’eus aon !

E-kerzh an endervezh, o doa sonet kleier an ilis kanv e oa bet lazhet un den yaouank pell eus e annez, bezañ difennet e vro.

Ar golloù e Bro-Fouenan :

Ar vaered eus ar seizh kumun e Bro-Fouenan o doa ranket kemenn d’ar familhoù e oa marvet pe ur mab pe ur pried dezho hag a-wezhioù meur a wec’h d’ar memes familh zoken e-pad ar bloavezhioù brezel. De vras e oa bet lazhet ur paotr diwar 28 annezad er Frans hag unan diwar 14 e Breizh.

Kumun	Poblañ er 1911	Niver tud Lazhet war froñ	Kemen der C’hant	Well-wazh tud Lazet der annezad
Benoded	1362	76	5.56%	Unan evit 18
Klohar	706	28	3.97%	- - 25
Fouen	3411	181	5.31%	- - 19
Gwenac’h	1150	39	3.39%	- - 30
Forst	2092	104	4.97%	- - 21
Pluwenn	967	44	4.55%	- - 22
St-Evarzeg	1586	82	5.11%	- - 20
Hollad	11 294	554	4.91%	- - 21

Voir Foen-Izella, Spécial Bénodet : «La grande Guerre» (Louis Ogès).

An envor

D’ar c’hentañ a viz genver 1917 e oa 5.141.074 a dud bet savet. Hiziv ne chom ket nemet un dornad diouto. Ar c’hostañ, bet ganet da zevezh Nedeleg 1894, zo oadet a kant unnek vloaz. Heman zo o vevan ur bolod en e benn hag unan all en e vrec’h.

E-pad pevar bloavezh e stourmas ar soudarded dizamant ha gant kalon ouzh un enebour didruez.

Hiziv zo ur savadur en e sav e pep kêr evit dalc’hen soñj eus ar soudarded-se. Ar savadurioù-se a ranker dalc’hen anezho a-ratre, evit d’an eñvor chom bev hag anv an dud-se, engravet er greunvaen, da chom aes da lenn atav.

La structure du monument de Bénodet est différente. L'ensemble, inclus dans un environnement gothique, ressemble à une fresque où les habituels personnages religieux sont remplacés par une plaque commémorative portant les noms des soldats et marins tombés au champ d'honneur.



Bénodet 2005



Saint Evarzec 2005

Devant l'église de Pleuven, un soldat casqué, armé, le visage tourné vers l'Est semble dire « Attention ! Je monte la garde ! »

A Fouesnant, le Conseil municipal voulut que toutes les souffrances venant de cette guerre soient évoquées par une statue représentant une mère fouesnantaïse en costume de deuil.



Gouesnac'h



Pleuven

Ar monumanchoù d'ar re varv

Ur wec'h echu ar brezel e oa fellet da gement kumun zo sevel ur monumant en eñvor an dud lazhet war an talbenn..

Sellomp ouzh hini GOUENAC'H :

Pevar derez a gas betek ar savadur. Heman zo ur c'hub oc'h ober anezhañ war e c'horre ul hies korn pevar du dezhañ. War an tuiou eus an diñs e welek anvioù ar re zo kouezhet war an dachen-wrezel evit difenn o mamm-vro. Ur groaz a vrezel zo a-us ar c'henstroll.

Tenn a ra monumanchoù KLOAR, FORST ha SANT EVARZEG da hini GOUENAC'H. Framm hini BENODED zo dishenvel. Savet en un endro gotek ez eo heman henvel ouzh ur freskenn m' zeus lakaet an tudennou relijiel boaz anezhi ur blakenn-goun en o flas, warni anv ar soudarded hag ar vartoloded bet lazhet war an dachenn-vrezel.

Dirag an iliz e PLUWENN zo ur soudard, un tok-houarn war e benn hag armou gantañ, troet e zremm war-zu ar sav-heol hag a hanval lavarout : Diwall ! Sevel ar ged amaon oc'h ober.

E FOUENAN e oa fellet d'ar C'huzul-Kêr skeudenniñ an holl boanioù gant ar brezel-se war-bouez ur vamm eus ar c'humun en he dilhad kañv.

